(f° 168) Ar map ingrad.

Me ho suppli koz a iaouank Sellaouit oll antieramant
Eun exempl kruel a pitoyabl, Diez da gompren ag estonabl
E kompren respet ar vugale dizaboïssant d'ho fidelite
O deus an andret tad a mam goude beza o maget divlam
Komerit skoer doc'h eur pener E vam a deuas da vervel.
E dad e klasq ober evit-an
E klasq dont d'he etablissa
E dad er klasq ober er vad
A zemezaz en he di he vab,
Da eur plac'h honest, fur, a parfet
C'houec'h vlaz varnugent e oa oajet.
En Ilis Estolier e voan eureujet
De zad e touge kals a respet
Pete ma souffre goall vuhez
Abalamour dean bemdez
Ma voa gred ar gondition
Entre an tad ag an direzon
De veva e tre ma chomche e buhez
Pa leze gantan e holl danvez.

Pa voa deuet ar miserabl
Da vest var danvez he dad,
Ne re nemet e valansi
He hourdrouz ag he insulti

(f° 169) Id kokin koz da klasq ho partach
Ne allan mui ho souffr davantach
Da chom dirazon da fleria
Poënt ho chasseal doc'h ay ti man.

Ar c'hez koz neuze a nec'he
Hag e verc'h kaer er c'honsole:
— Souffrit va zad gant patiantet
A lest va vriet da lavaret.
Me reï dec'h goëla ma hellin

Mar plich gant Doue tre ma vevin.

Komans a re de valansi,
E c'hourdrous ag he insulti

e chasseal er meas e di
eb reï netra d'he soulaji.

Mond a ra neuze eun anter leo
Da eur gamprik hanvet Foz podo.

Ar goal deodou zo bilimus
Nen deus serpant ker danjerus

Goas int evid an Droug Speret
Da zroug koms na da zroug prezek.
Lakat a reont disansion
Ive nombr Eras a valeuriou.

Dont a re an teod miserab (f° 170)
eun derwez da gaout an ingrad :

— Te a chonj did a c'heus gounezet
E veza ganez ta dad rambaret.
E veza ganez ta dab (1) rambaret
Pepret doc'h an ti e vez maget.
Ta c'hreg a kass bouet dezan
Nen deus defot a netra.

— Ma vouiffen e ve guir kement se
Me a dorfe he izili.

Dond a ra d'ar ger e neuz instant
E chonjal goud penoz e hatrap.

+ 1/2 Eun tourtel vara a bara guen
a Diou voutaillad vin orc'h pen.
A Kass de zad kaër de soulaji (2)

(1).- Ms. : dab ; lire : dad, comme au vers précédent.
(2).- Ces 3 vers sont à placer après les 5 vers qui suivent, comme semble l'indiquer le renvoi +.

+[1] Me a ia breman en eur veach
Me a ia breman en eur grevidi.
Ne allan pelloc'h e differi
Ne vo ket red deoc'h chom dam gortoz
Eun tol chans a deujen dar ger fenoz

(f° 171) Allas e vried erruas gati.
Ma houlenas digati neuze
Pellec'h he he gant ar re ze.

Hi, a respond ker dous a tra
El leal va fried d'ho tad zo klan.
Mo no neus moyen da veva
E zint akizitet deomp gantan.

An den fall entreas e koler
En heur vlasfemi ar Salver.
E tonet da lamet digati ar vara
Hag o tonet gant he treit de vressa.
Terri ar boutaillou skuilla ar gwin
Ma zas en douer petek e zaoulin.

Ar bob a voa estonet bras
Ed e voa en douer petek e zjou skoas.

Laket voa ober procession
Eve eun nombr bras a pedennou [Eve = ive]
Sul ma teue de vintan da pedi
Suloc'h suloc'h e deue d'ha enfonsi.

Ar bob a voa estonet bras
Ed e voa enn douar petek e zjou skoaz
Eb gout ag hen a zo bed tenet
Pe gant an Douer perlonket.

(f° 172) Rag se tud iaouank me ho ped
Na c'houi ive tud dimezet
Dalc'hit d'o tud enor a respet
Me zo sur e viot rekompenset
Doue o resevo da repos
E fin o buhes e barados.

7

Moris Follezour 18 mars 1851.